



## RADIO KREIZ BREIZH O TUTA !

### BUHEZOUR•EZ RADIO

« Kevredigezh souten ar radio e kreiz Breizh : Radio Kreiz Breizh », staliet e Rostrenn, a zo ganti evel pal da verañ ha lakaat da dreñ ur radio bro en div yezh (brezhoneg he galleg). He labour a zo :

- Kelaouiñ poblañs ar « vro » (tachenn goloet gant skignadenn FM ar radio), en ur lakaat anezhi da selaou, anavezout ha kompren gwirvoud ar vro.
- Krouiñ un eskemm etre bro ar c'hreiz Breizh ha gwirvoudoù eus broioù all
- Brudañ ar brezhoneg en ur reiñ dezhañ ar muiañ a blas en abadennoù radio liesseurt
- Reiñ ar gaoz da zileuridi ar vuhez kevredigezhel, politikel, sokio-ekonomikel hag hollad ar geodedourien.
- Stummañ an dud a-youl vat dedennet gant ar vro d'ober gant ar radio
- Brudañ ar sevenadur digor da holl zoareoù arzel, ha dreist-holl reoù an arzourien hag arzourezed eus ar vro
- Produiñ ha skignañ krouidigezhioù sonet ha komzet gant liv ar vro, hep ober splet, o toujañ ouzh al lezennoù

### Labour hollek

Karget eo ar vuhezourez pe vuhezour da seveniñ ha buheziñ abadennoù radio e brezhoneg hag e galleg war ur c'houlzad pe meur a hini, keit a ma toujo ouzh liv Radio Kreiz Breizh. Hentet e vezo gant dibaboù ar c'huzul-merañ ha dindan aotrouniezh ar burev hag ar genurzhierz.

### Endro labour

- Labourat a ra e savadurioù ar gevredigezh hag en diavaez : bez e c'hoarvezo en do da vont da labourat war tachenn rannvro Breizh.
- Bez en deus da zaremprediñ ur bern tud : ar skipailh gopret, izili burev ha kuzul-merañ ar gevredigezh, an dud a-youl vat, dilennidi ar strollegezhioù lec'hel, kenlabourerien diavaez, hag all...
- Bez e c'hoarvezo en do da labourat abred pe ziwexhat, pe e-pad an dibenn-sizhun, diouzh an ezhommoù (emvoudoù, festivalioù, darvoudoù...)
- Ar prantad labour hag e aozadur a vezo termenet diouzh ar c'hontrad hag ar profil post.

### Obererezh

#### Abadennoù

Evit krouiñ abadennoù, ar vuhezourez pe vuhezour :

- a glask sujedoù
- a brepar atersadennoù
- az a da foetañ bro, pe a zegemer tud pedet er studio, da enrollañ
- a framm an abadenn (gant tonioù dibabet), hag a brogramm anezhi
- a b/podcast an abadenn
- a vrud an abadennoù dre ar rouedadoù sokial
- a renk an abadennoù en dielloù

Buheziñ a ra abadennoù end-eeun.

Aozañ ha seveniñ a ra abadennoù end-eeun en diavaez eus ar studio, kenkoulz evit staliañ pe vuheziñ anezho.

Bez e c'hell merañ divizoù skignet.

Prientiñ ha programmiñ a ra abadennoù adskignet pe broduet gant tud a-youl vat pe radioioù all, kement evit ar sizhunvezh hag evit an dibenn-sizhun.

### Kenlabour Diavaez :

- Bez en do da genlabourat gant radioioù Brudañ ha Skignañ, ar c'h/Corlab, pa vez kenbroduet an abadennoù
- Bez en do da reiñ boued da abadennoù all RKB, meret gant buhezourien all.
- Bez e c'hello bezañ e-karg eus stajidi, pe da seveniñ abadennoù ispisial gant kenlabourerien diavaez.
- Bez e c'hello sikour tud a-youl vat da grouiñ o abadenn.
- Bez e c'hello mont e darempred gant aozadurioù diavaez da sevel raktresoù ispisial

### Labour Skipailh

- Kemeret a ra perzh en emvodoù a-stroll
- Bez e c'hell kinnig raktresoù d'ar c'huzul-merañ
- Prederiañ a ra d'ar c'hael ar programmoù
- Sikour a ra da sevel goulennoù yalc'hadoù zo (FSER)

### Teknik

- A wezhoù e vezo goulennet ganti pe gantañ kempenn ar skigner, ar poelladoù, ar mekanikoù
- A wezhoù e vezo goulennet ganti pe gantañ niverelaat an dielloù
- Bez e c'hello kempenn ar skigner ar poelladoù, ar mekanikoù radio...
- Bez e c'hello niverelaat an dielloù

### Barregezhioù

Siriusted, gouestoni da labourat gant ur skipailh hag en un doare emren.  
Gouest da vuheziñ e brezhoneg- en he/e aes dre gomz ha dre skrid skiant prenet e bed ar radio pe ar mediaoù- ur stummadur a vezo kinniget e mod-all  
Anaoudegezh don eus bed sevenadurel ha sokio-ekonomikel bro COB ha Treger  
Gouest da gomz ha skrivañ e Brezhoneg (live B2)  
gouzout ober gant ar poelladoù micherel (office, Open Radio, Reaper, Peakpro)  
Intrudu, dreist-holl evit ijinañ abadennoù nevez

### Diplomoù

Aotre bleniañ hag oto

Da gomañs d'ar 14 a viz Even  
CV ha lizher da gas a-raok ar 15 a viz Mae da : rkb.tutan@gmail.com